

SON AR SISTR

1. Ev sistr 'ta Laou rak sistr zo mat, lonla } 2 wech  
 Ev sistr 'ta Laou rak sistr zo mat  
 Ev sistr 'ta Laou rak sistr zo mat } 2 wech  
 Ur blank, ur blank ar chopinad, lonla  
 Ur blank, ur blank ar chopinad.
2. Ar sistr zo graet 'vit bout evet  
 Hag ar merc'hed 'vit bout karet
3. Karomp pep hini e hini  
 'Vo kuit da zen kaout gwarizi
4. Na pegen brav preg ar baotred  
 P'emaint 'klask touellañ ar merc'hed
5. Eurusañ tud zo war an douar  
 Eo daou zen yaouank a 'n em gar
6. Daou zen dim'et 'n em garont ket  
 'Gav hir an amzer ha kalet
7. N'oan ket c'hoazh tri miz euredet  
 'Benn 'vezen bemdez chikanet
8. Taolioù botoù, fasadigoù  
 Ha toull an nor 'wechadigoù
9. Met n'e' ket pezh 'rae poan-sper'd din  
 Met pezh 'oa bet lavaret din
10. Lavaret din 'oan butuner  
 Ha lonker sistr ha riboter.

distagadur : <sup>1</sup>sistr [redacted] a zo distaget alies chist(r) pe jist(r); <sup>5</sup>douar en ur silabenn ; <sup>7</sup>euredet distaget alies eureujet ; 'ta = eta ; 'vit = evit ; dim'et = dimezet ; sper'd = spered ; preg = prezeg ; lakaet eo bet gwarizi ha touellañ e-lec'h ar gerioù gallek jalouzi ha troñplañ ; 'wechadigoù = a-wechadigoù, stumm bihanaat eus a-wechoù.

kanet gant STIVELL ( Reflets - Fontana - 6312.011 ) a implij ar stummoù rannyezhel : e'it = 'vit = evit ; merc'hied = merc'hed ; bamde = bemdez.

gant YOUENN GWERNIG ( Distro ar Gelted - Arfolk - SB 309 ) [redacted]

[redacted] a gan 1,2,3,7,8,9,10, gant doareoù disheñvel evit

7. N'oan ket 'met tri miz ... (= nemet)  
 'Oan dija bemdez chikanet.

9. Met n'e' ket 'n dreus [redacted] 'ra [redacted] ... (= an dra-se)  
Ar pezh ...
10. Oa lar't din e oan butuner (distaget "na oan")  
Ha lonker sistr ha merc'hetaer.

Kanaouenn dastumet e Skaer digant Jul an Gwernig hag embannet e "Yaouankiz  
agan", embannet gant Polig Montjarret (Collection Kendalc'h - 1951).

Graet hon eus hon mad eus an embannadur-se. [redacted]

[redacted] Reizhet hon eus un disterig.



[Faint text corresponding to the first musical staff, possibly lyrics or a title.



[Faint text corresponding to the second musical staff.]

Sur souez kozet 'en kompozet  
D'eur c'higer yaouank e b'e grad.

Savel 'ra, sur iun ar beure,  
Evit mont d'ar foar da Gorb.

'Bart en beure p'eartret,  
Da varc'had ar zebet oc'h e set.

Hag hou oc'h skordi vektal,  
'Vil euz goz vac'h, triouac'h real.

Met ma livizad ar paiz fio,  
Bunkjo kavet bouzillad win.

En euz hosteler d'ho grad,  
Ar peur-ruet deniens ez varc'had.

An hosteler a lavare  
D'eur c'higer yaouank on da-er

N'eo ket 'n dra-se  
- a. Ar bederest, Yvanik Garsau,  
N'eo euz kranterez gwini.  
Ar bederest, Yvanik Garsau,  
A ruz d'eur beure beure Yvanik

Da varc'had ar zebet oc'h e set.

LAOLIN.

LAOLIN  
LAOLIN  
LAOLIN  
LAOLIN

LAOLIN